

Gerioù ar vuhez

RKB

▶▶ Radio Kreiz Breizh

MICHERIOÙ 1

Micherioù : des métiers

Micher, métier

Ar vicher, le métier

« Peseurt micher a rez ? », quel métier fais-tu?

Un den a-vicher, une personne de métier

Tud a-vicher, des professionnels

Micherour, ouvrier

An houarn, le fer

Ar gov, le forgeron

Ar marichal, le forgeron,
le maréchal ferrant

Govel, forge

Ar c'hovel, la forge

Govelat, forger

Govelioù, des forges

Ar vein, la pierre

Ar piker-mein, le sculpteur

Ar mañson, le maçon

Mañsonerien, des maçons

Mevel, valet, domestique

Mevelien, des valets

Ar c'hoad, le bois

An amunuzer, le menuisier

Artizan-koad, artisan du bois

Kalvez, charpentier

Ar c'halvez, le charpentier

Kilvizien, des charpentiers

Louzaouenn ar c'halvez, achillée millefeuille



<http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudennaoueg-krouet-gant-Malo-Ar-Menn>

An douar, la terre

Labourer-douar, agriculteur

Labourerien-douar, des agriculteurs

Kouer, paysan

Kouerien, des paysans

« Yann Gouer », Jean le Paysan



An doenn, le toit

An toer, le couvreur

Toer-plouz, couvreur de chaume

Toer-mein-glas, couvreur d'ardoise

Toerien, des couvreurs

Da vont pelloc'h...

Kit da selaou ar ganouenn

« Yannig a vil vicher »,

peotramant ar ganouenn

« Tri gemener deus Pontivi »

Cofinancé par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional

Gerioù ar vuhez

RKB

▶ | Radio Kreiz Breizh

MICHERIOÙ 2

Gwiader, tisserand

Gwiaderien, des tisserands

Ar wiaderien, les tisserands

Stern ar gwiader, le métier à tisser

Gwiad, toile


Gwiad-kevnid, toile d'araignée

Gloan, laine

Lin, lin

Kanab, chanvre

Marc'hadour-danvez, marchand de tissu



Baraer ou boulañjer,
boulangier

Barazher, tonnelier

Kiger ou boser, boucher

Kiger-moc'h, charcutier

Falc'her, faucheur

Dorner, batteur

Paotr al lizhiri, facteur

Plac'h al lizhiri, factrice

Paotr an tredan,
électricien

Paotr-saout,
gardien de vache

Kemener, tailleur

Kemenerien, des tailleurs


Ar gemenerien, les tailleurs

Kemenez, couturière

Ar gemenez, la couturière

« Nav c'hemener evit ober un den »,
neuf tailleurs pour faire un homme

« Ar c'hemener n'eo ket un den,
ur c'hemener eo ha netra ken », le tailleur
ce n'est pas un homme, c'est un tailleur et rien d'autre



Marc'hadour, marchand

Marc'hadour-loened, marchand de bêtes

Marc'hadour-saout, marchand de vaches

Pesketaer, pêcheur

Troc'her-blev, (coupeur de cheveux)

Ficher-blev, (qui arrange les cheveux)
coiffeur



Da vont pelloc'h...

Kit da selaou ar ganouenn
« Yannig a vil vicher »,

peotramant ar ganouenn
« Tri gemener deus Pontivi »

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudenoù_krouet_gant_Malo_Ar_Menn

COPFINANÇÉ PAR
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne



Avec le Fonds européens
de développement régional